

<i>Ni a gomz brezhoneg – Displegadur</i>	<u>Memrise</u>
<i>Verboù reizh</i>	Verbes régulières
<i>Petra a rez bemdez ?</i>	Que fais-tu chaque jour ?
<i>komz a ran brezhoneg</i>	je parle breton
<i>prenañ a rez bara</i>	tu achètes du pain
<i>troc'hañ a ra kig</i>	il coupe de la viande
<i>gortoz a ra an eur</i>	elle attend l'heure
<i>gwelout a reomp ur film</i>	nous regardons un film
<i>butuniñ a rit ar c'horn</i>	vous fumez la pipe
<i>malañ a reont kafe</i>	ils moulent du café
<i>debrñ a reer krampouezh</i>	on mange des crêpes
<i>Petra a lavarez ?</i>	Qu'est-ce que tu dis ?
<i>brezhoneg a gomzan</i>	breton je parle
<i>bara a brenez</i>	du pain tu achètes
<i>kig a droc'h</i>	de la viande il coupe
<i>an eur a c'hortoz</i>	l'heure elle attend
<i>ur film a welomp</i>	un film nous regardons
<i>ar c'horn a vutunit</i>	la pipe vous fumez
<i>kafe a valont</i>	du café ils moulent

<i>krampouezh a zebrer</i>	des crêpes on mange
<i>Piv a gomz brezhoneg ?</i>	Qui parle breton ?
<i>me a gomz brezhoneg</i>	moi, je parle breton
<i>te a bren bara</i>	toi, tu achètes du pain
<i>eñ a droc'h kig</i>	lui, il coupe de la viande
<i>hi a c'hortoz an eur</i>	elle, elle attend l'heure
<i>ni a wel ur film</i>	nous, nous regardons un film
<i>c'hwi a vutun ar c'horn</i>	vous, vous fumez la pipe
<i>int a val kafe</i>	eux, ils moulent du café
<i>an nen a zebr krampouezh</i>	on mange des crêpes
<i>Pelec'h e komzez brezhoneg ?</i>	Où parles-tu breton ?
<i>er skol e komzan brezhoneg</i>	à l'école, je parle breton
<i>e kêr e prenez bara</i>	en ville, tu achètes du pain
<i>evit Soaz e troc'h kig</i>	pour Soaz, il coupe de la viande
<i>alies e c'hortoz an eur</i>	souvent, elle attend l'heure
<i>bemdez e welomp ur film</i>	chaque jour, nous regardons un film
<i>atav e vutunit ar c'horn</i>	toujours, vous fumez la pipe
<i>er gêr e valont kafe</i>	à la maison, ils moulent du café
<i>e Breizh e tebrer krampouezh</i>	en Bretagne, on mange des crêpes

Temps simples	Auxiliaire ober (faire)
<b>Présent</b>	
<i>a ran</i>	
<i>a rez</i>	
<i>a ra</i>	
<i>a reomp</i>	
<i>a rit</i>	
<i>a reont</i>	
<i>a reer</i>	
<b>Futur</b>	
<i>a rin</i>	
<i>a ri</i>	
<i>a raio</i>	
<i>a raimp</i>	
<i>a reot / a reoc'h</i>	
<i>a raint</i>	
<i>a reor</i>	
<b>Imparfait</b>	
<i>a raen</i>	

<i>a raes</i>	
<i>a rae</i>	
<i>a raemp</i>	
<i>a raec'h</i>	
<i>a raent</i>	
<i>a raed</i>	
<b>Conditionnel 1 (potentiel)</b>	
<i>a rafen</i>	
<i>a rafes</i>	
<i>a rafe</i>	
<i>a rafemp</i>	
<i>a rafec'h</i>	
<i>a rafent</i>	
<i>a rafed</i>	
<b>Conditionnel 2 (irréel)</b>	
<i>a rajen</i>	
<i>a rajes</i>	
<i>a raje</i>	
<i>a rajemp</i>	

<i>a rajec'h</i>	
<i>a rajent</i>	
<i>a rajed</i>	
<b>Passé simple</b>	
<i>a ris</i>	
<i>a rejout</i>	
<i>a reas</i>	
<i>a rejomp</i>	
<i>a rejoc'h</i>	
<i>a rejont</i>	
<i>a rejod</i>	
<b>Temps simples</b>	<b>Terminaisons des verbes réguliers</b>
<b>Présent</b>	<b>Futur (lettres <i>i</i> et <i>o</i>)</b>
<i>-an</i>	<i>-in</i>
<i>-ez</i>	<i>-i</i>
<i>-</i>	<i>-o</i>
<i>-omp</i>	<i>-imp</i>
<i>-it</i>	<i>-ot / -oc'h</i>
<i>-ont</i>	<i>-int</i>

<i>-er</i>	<i>-or</i>
<b>Imparfait (lettre <i>e</i>)</b>	<b>Conditionnel 1 (potentiel) (lettres <i>fe</i>)</b>
<i>-en</i>	<i>-fen</i>
<i>-es</i>	<i>-fes</i>
<i>-e</i>	<i>-fe</i>
<i>-emp</i>	<i>-femp</i>
<i>-ec'h</i>	<i>-fec'h</i>
<i>-ent</i>	<i>-fent</i>
<i>-ed</i>	<i>-fed</i>
<b>Conditionnel 2 (irréel) (lettres <i>je</i>)</b>	<b>Passé simple (lettre <i>j</i>)</b>
<i>-jen</i>	<i>-is</i>
<i>-jes</i>	<i>-jout</i>
<i>-je</i>	<i>-as</i>
<i>-jemp</i>	<i>-jomp</i>
<i>-jec'h</i>	<i>-joc'h</i>
<i>-jent</i>	<i>-jont</i>
<i>-jed</i>	<i>-jod</i>
<b>Temps composés</b>	<b>Auxiliaires</b>
<b>Auxiliaire <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Passé composé 1</b>

<i>debriñ am eus graet</i>	manger j'ai fait
<i>debriñ ac'h eus ('teus / 'peus) graet</i>	manger tu as fait
<i>debriñ en deus graet</i>	manger il a fait
<i>debriñ he deus graet</i>	manger elle a fait
<i>debriñ hon eus graet</i>	manger nous avons fait
<i>debriñ hoc'h eus / ho peus ('peus) graet</i>	manger vous avez fait
<i>debriñ o deus graet</i>	manger ils ont fait
<b>Auxiliaire <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Passé composé 2</b>
<i>me am eus debret</i>	moi, j'ai mangé
<i>te ac'h eus ('teus / 'peus) debret</i>	toi, tu as mangé
<i>eñ en deus debret</i>	lui, il a mangé
<i>hi he deus debret</i>	elle, elle a mangé
<i>ni hon eus debret</i>	nous, nous avons mangé
<i>c'hwi hoc'h eus / ho peus ('peus) debret</i>	vous, vous avez mangé
<i>int o deus debret</i>	eux, ils ont mangé
<b>Auxiliaire <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Passé composé 1</b>
<i>bet on e kêr</i>	j'ai été en ville
<i>bet out e kêr</i>	tu as été en ville
<i>chomet eo e kêr</i>	il est resté en ville

<i>chomet omp e kêr</i>	nous sommes restés en ville
<i>erruet oc'h e kêr</i>	vous êtes arrivés en ville
<i>erruet int e kêr</i>	ils sont arrivés en ville
<b>Auxiliaire <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Passé composé 2</b>
<i>me zo bet e kêr</i>	moi, j'ai été en ville
<i>te zo bet e kêr</i>	toi, tu as été en ville
<i>eñ zo chomet e kêr</i>	lui, il est resté en ville
<i>hi zo chomet e kêr</i>	elle, elle est restée en ville
<i>ni zo chomet e kêr</i>	nous, nous sommes restés en ville
<i>c'hwi zo erruet e kêr</i>	vous, vous êtes arrivés en ville
<i>int zo erruet e kêr</i>	eux, ils sont arrivés en ville
<b>Auxiliaire <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Tous les temps composés</b>
<i>debret em eus</i>	j'ai mangé (aux. <i>kaout</i> )
<i>debret em boa</i>	j'avais mangé (aux. <i>kaout</i> )
<i>debret em bo</i>	j'aurai mangé (aux. <i>kaout</i> )
<i>debret em befe</i>	j'aurais mangé (aux. <i>kaout</i> ) C1
<i>debret em bije</i>	j'aurais mangé (aux. <i>kaout</i> ) C2
<b>Auxiliaire <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Tous les temps composés</b>
<i>bet on o tebriñ</i>	j'ai mangé (aux. <i>bezañ</i> )

<i>bet e oan o tebriñ</i>	j'avais mangé (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet e vin o tebriñ</i>	j'aurai mangé (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet e vefen o tebriñ</i>	j'aurais mangé (aux. <i>bezañ</i> ) C1
<i>bet e vijen o tebriñ</i>	j'aurais mangé (aux. <i>bezañ</i> ) C2
<b>Verboù direizh: <i>bezañ</i></b>	<b>Verbes irréguliers: être</b>
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Présent</b>
<b><i>Piv eo ?</i></b>	<b>Qui c'est ?</b>
<i>Yannig on</i>	je suis <i>Yannig</i>
<i>ur paotr out</i>	tu es un garçon
<i>bras eo Alan ha Soaz</i>	<i>Alan</i> et <i>Soaz</i> sont grands
<i>bihan omp</i>	nous sommes petits
<i>bihan oc'h</i>	vous êtes petits
<i>bihan int</i>	ils sont petits
<b><i>Piv zo bras ?</i></b>	<b>Qui est grand ?</b>
<i>me zo bras</i>	je suis grand
<i>te zo bras</i>	tu es grand
<i>eñ zo bras</i>	il est grand
<i>hi zo bras</i>	elle est grande
<i>ni zo bras</i>	nous sommes grands

<i>c'hwi zo bras</i>	vous êtes grands
<i>int zo bras</i>	ils sont grands
<b><i>Piv n'eo ket kozh ?</i></b>	<b>Qui n'est pas vieux ?</b>
<i>me n'on ket kozh</i>	je ne suis pas vieux
<i>te n'out ket kozh</i>	tu n'es pas vieux
<i>eñ n'eo ket kozh</i>	il n'est pas vieux
<i>hi n'eo ket kozh</i>	elle n'est pas vieille
<i>ni n'omp ket kozh</i>	nous ne sommes pas vieux
<i>c'hwi n'oc'h ket kozh</i>	vous n'êtes pas vieux
<i>int n'int ket kozh</i>	ils ne sont pas vieux
<b><i>Pelec'h emaout ?</i></b>	<b>Où es-tu ?</b>
<i>e Breizh emaon</i>	je suis en Bretagne
<i>en Iwerzhon emaout</i>	tu es en Irlande
<i>e Kemper emañ Lan ha Lom</i>	<i>Lan</i> et <i>Lom</i> sont à Quimper
<i>o lenn emaomp</i>	nous lisons
<i>oc'h evañ emac'h</i>	vous buvez
<i>o tebriñ emaint</i>	ils mangent
<b><i>Piv zo el liorz ?</i></b>	<b>Qui est dans le jardin ?</b>
<i>me zo el liorz</i>	je suis dans le jardin

<i>te zo en ostaleri</i>	tu es à l'hôtel
<i>eñ zo er skol</i>	il est à l'école
<i>hi zo er skol</i>	elle est à l'école
<i>ni zo o c'hoari</i>	nous jouons
<i>c'hwi zo o kanañ</i>	vous chantez
<i>int zo o pourmen</i>	ils se promènent
<i>Piv n'emañ ket en ti ?</i>	Qui n'est pas dans la maison ?
<i>me n'emaon ket en ti</i>	je ne suis pas dans la maison
<i>te n'emaout ket en ti</i>	tu n'es pas dans la maison
<i>eñ n'emañ ket en ti</i>	il n'est pas dans la maison
<i>hi n'emañ ket en ti</i>	elle n'est pas dans la maison
<i>ni n'emaomp ket o lenn</i>	nous ne lisons pas
<i>c'hwi n'emaoc'h ket o lenn</i>	vous ne lisez pas
<i>int n'emaint ket o lenn</i>	ils ne lisent pas
<i>Goulennoù</i>	Questions
<i>Pelec'h ez eus chistr ?</i>	Où y a-t-il du cidre ?
<i>Amañ ez eus chistr.</i>	Ici, il y a du cidre.
<i>Petra zo amañ ?</i>	Qu'y a-t-il ici ?
<i>Chistr zo amañ.</i>	Il y a du cidre ici.

<i>N'eus ket chistr amañ.</i>	Il n'y a pas de cidre ici.
<i>N'eus banne chistr ebet.</i>	Il n'y a aucun verre de cidre.
<i>Verbe bezañ (être)</i>	Futur
<i>Pelec'h e vi arc'hoazh ?</i>	Où seras-tu demain ?
<i>er gêr e vin arc'hoazh</i>	je serai à la maison demain
<i>er gêr e vi goude arc'hoazh</i>	tu seras à la maison après-demain
<i>o pesketa e vo er sizhun a zeu</i>	il pêchera la semaine qui vient
<i>o pesketa e vimp er mizh a zeu</i>	nous pêcherons le mois qui vient
<i>diskuizh e voc'h a-benn un eur</i>	vous serez reposés d'ici une heure
<i>diskuizh e vint a-benn disul</i>	ils seront reposés d'ici dimanche
<i>Piv a vo e Kemper ?</i>	Qui sera à Quimper ?
<i>me a vo e Kemper</i>	je serai à Quimper
<i>te a vo e Kemper</i>	tu seras à Quimper
<i>eñ a vo e Kemper</i>	il sera à Quimper
<i>hi a vo e Kemper</i>	elle sera à Quimper
<i>ni a vo e Kemper</i>	nous serons à Quimper
<i>c'hwi a vo e Kemper</i>	vous serez à Quimper
<i>int a vo e Kemper</i>	ils seront à Quimper
<i>Verbe bezañ (être)</i>	Présent d'habitude

<i>Pelec'h e vezez d'ar Sul ?</i>	<i>Où es-tu le dimanche ?</i>
<i>war an aod e vezan bemdez</i>	je suis sur la côte tous les jours
<i>war an aod e vezez bemdez</i>	tu es sur la côte tous les jours
<i>skuizh e vez bemdez</i>	il est fatigué tous les jours
<i>skuizh e vezomp bemdez</i>	nous sommes fatigués tous les jours
<i>o pesketa e vezit bemdez</i>	vous pêchez tous les jours
<i>o pesketa e vezont bemdez</i>	ils pêchent tous les jours
<i>o pesketa e vezer bemdez</i>	on pêche tous les jours
<i>Piv a vez o tremen bemdez ?</i>	<i>Qui passe tous les jours ?</i>
<i>me a vez o tremen bemdez</i>	je passe tous les jours
<i>te a vez o tremen bemdez</i>	tu passes tous les jours
<i>eñ a vez o tremen bemdez</i>	il passe tous les jours
<i>hi a vez o tremen bemdez</i>	elle passe tous les jours
<i>ni a vez o c'hortoz alies</i>	nous attendons souvent
<i>c'hwi a vez o c'hortoz alies</i>	vous attendez souvent
<i>int a vez o c'hortoz alies</i>	ils attendent souvent
<i>an nen a vez o c'hortoz alies</i>	on attend souvent
<b>Verbe bezañ (être)</b>	<b>Imparfait d'habitude</b>
<i>Pegoulz e vezes e Brest ?</i>	<i>Quand étais-tu à Brest ?</i>

<i>bemdez e vezen e Brest</i>	tous les jours, j'étais à Brest
<i>d'ar Sul e vezes e Brest</i>	le dimanche, tu étais à Brest
<i>d'ar Lun e veze amañ</i>	le lundi, il était ici
<i>d'ar Merc'her e veze Yann ha Lan amañ</i>	le mercredi, Yann et Lan étaient ici
<i>d'ar Yaou e vezemp o vageal</i>	le jeudi, nous étions à faire du bateau
<i>d'ar Gwener e vezec'h o vageal</i>	le vendredi, vous étiez à faire du bateau
<i>d'ar Sadorn e vezent o vageal</i>	le samedi, ils étaient à faire du bateau
<b>Verbe bezañ (être)</b>	<b>Imparfait</b>
<i>e oan</i>	
<i>e oas</i>	
<i>e oa</i>	
<i>e oamp</i>	
<i>e oac'h</i>	
<i>e oant</i>	
<b>Verbe bezañ (être)</b>	<b>Conditionnels</b>
<b>Verbe bezañ (être)</b>	<b>Conditionnel 1 (potentiel)</b>
<i>e vefen</i>	
<i>e vefes</i>	

<i>e vefe</i>	
<i>e vefemp</i>	
<i>e vefec'h</i>	
<i>e vefent</i>	
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Conditionnel 2 (irréel)</b>
<i>e vijen</i>	
<i>e vijes</i>	
<i>e vije</i>	
<i>e vijemp</i>	
<i>e vijec'h</i>	
<i>e vijent</i>	
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Temps composés</b>
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Passé composé</b>
<i>bet on e Kemper</i>	j'ai été à Quimper
<i>me zo bet e Kemper</i>	moi, j'ai été à Quimper
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Plus-que-parfait</b>
<i>bet e oan o pourmen</i>	j'avais été me promener
<i>me a oa bet o pourmen</i>	moi, j'avais été me promener
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Futur antérieur</b>

<i>bet e vin o c'hoari</i>	j'aurai joué
<i>me a vo bet o c'hoari</i>	moi, j'aurai joué
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Conditionnel passé 1 (potentiel)</b>
<i>bet e vefen eno</i>	j'aurais été là-bas (C1)
<i>me a vefe bet eno</i>	moi, j'aurais été là-bas (C1)
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Conditionnel passé 2 (irréel)</b>
<i>bet e vijen eno</i>	j'aurais été là-bas (C2)
<i>me a vije bet eno</i>	moi, j'aurais été là-bas (C2)
<b>Verboù direizh: <i>kaout</i></b>	<b>Verbes irréguliers: avoir</b>
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Présent</b>
<b><i>Petra ac'h eus ?</i></b>	<b>Qu'est-ce-que tu as ?</b>
<i>naon am eus ('meus)</i>	j'ai faim
<i>sec'hed ac'h eus ('teus / 'peus)</i>	tu as soif
<i>ur c'hi en deus ('neus)</i>	il a un chien
<i>ur c'harr he deus</i>	elle a une voiture
<i>naon hon eus</i>	nous avons faim
<i>sec'hed hoc'h eus ('peus)</i>	vous avez soif
<i>ur c'hi o deus</i>	ils ont un chien
<b><i>Piv en deus chañs ?</i></b>	<b>Qui a de la chance ?</b>

<i>me am eus chañs</i>	j'ai de la chance
<i>te ac'h eus labour</i>	tu as du travail
<i>eñ en deus amzer</i>	il a du temps
<i>hi he deus poan-benn</i>	elle a mal à la tête
<i>ni hon eus c'hoant-kousket</i>	nous avons envie de dormir
<i>c'hwi hoc'h eus chañs</i>	vous avez de la chance
<i>int o deus labour</i>	ils ont du travail
<i>Pelec'h ec'h eus labour ?</i>	<i>Où as-tu du travail ?</i>
<i>el liorzh em eus labour</i>	dans le jardin, j'ai du travail
<i>el liorzh ec'h eus labour</i>	dans le jardin, tu as du travail
<i>el liorzh en deus labour</i>	dans le jardin, il a du travail
<i>el liorzh he deus labour</i>	dans le jardin, elle a du travail
<i>bremañ hon eus amzer</i>	maintenant, nous avons du temps
<i>bremañ hoc'h eus amzer</i>	maintenant, vous avez du temps
<i>bremañ o deus amzer</i>	maintenant, ils ont du temps
<i>me n'em eus ket c'hoant</i>	je n'ai pas envie
<i>te n'ec'h eus ket c'hoant</i>	tu n'as pas envie
<i>eñ n'en deus ket c'hoant</i>	il n'a pas envie

<i>hi n'he deus ket c'hoant</i>	elle n'a pas envie
<i>ni n'hon eus ket c'hoant</i>	nous n'avons pas envie
<i>c'hwi n'hoc'h eus ket c'hoant</i>	vous n'avez pas envie
<i>int n'o deus ket c'hoant</i>	ils n'ont pas envie
<b>Verbe kaout (avoir)</b>	<b>Futur</b>
<i>Petra az po da zebriñ ?</i>	<i>Qu'est-ce-que tu auras à manger ?</i>
<i>un tamm kig am bo da zebriñ</i>	un peu de viande j'aurai à manger
<i>un tamm kig az po da zebriñ</i>	un peu de viande tu auras à manger
<i>un tamm kig en do da zebriñ</i>	un peu de viande il aura à manger
<i>un tamm kig he do da zebriñ</i>	un peu de viande elle aura à manger
<i>ur banne kafe hor bo da evañ</i>	un café nous aurons à boire
<i>ur banne kafe ho po da evañ</i>	un café vous aurez à boire
<i>ur banne kafe o do da evañ</i>	un café ils auront à boire
<i>Piv en do kig ?</i>	<i>Qui aura de la viande ?</i>
<i>me am bo kig</i>	j'aurai de la viande
<i>te az po kig</i>	tu auras de la viande
<i>eñ en do kig</i>	il aura de la viande
<i>hi he do kig</i>	elle aura de la viande
<i>ni hor bo gwin</i>	nous aurons du vin

<i>c'hwi ho po gwin</i>	vous aurez du vin
<i>int o do gwin</i>	ils auront du vin
<i>Pegoulz ez po amzer ?</i>	<b>Quand auras-tu du temps ?</b>
<i>arc'hoazh em bo amzer</i>	demain, j'aurai du temps
<i>arc'hoazh ez po amzer</i>	demain, tu auras du temps
<i>arc'hoazh en do amzer</i>	demain, il aura du temps
<i>arc'hoazh he do amzer</i>	demain, elle aura du temps
<i>arc'hoazh hor bo amzer</i>	demain, nous aurons du temps
<i>arc'hoazh ho po amzer</i>	demain, vous aurez du temps
<i>arc'hoazh o do amzer</i>	demain, ils auront du temps
<i>me n'em bo ket gwin</i>	je n'aurai pas de vin
<i>te n'ez po ket gwin</i>	tu n'auras pas de vin
<i>eñ n'en do ket gwin</i>	il n'aura pas de vin
<i>hi n'he do ket gwin</i>	elle n'aura pas de vin
<i>ni n'hor bo ket gwin</i>	nous n'aurons pas de vin
<i>c'hwi n'ho po ket gwin</i>	vous n'aurez pas de vin
<i>int n'o do ket gwin</i>	ils n'auront pas de vin
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Imparfait</b>

<i>Petra az poa ?</i>	<b>Qu'est-ce-que tu avais ?</b>
<i>naon am boa ('moa)</i>	j'avais faim
<i>sec'hed az poa ('toa / 'poa)</i>	tu avais soif
<i>ur c'hi en doa</i>	il avait un chien
<i>ur c'harr he doa</i>	elle avait une voiture
<i>naon hor boa</i>	nous avions faim
<i>sec'hed ho poa</i>	vous aviez soif
<i>ur c'hi o doa</i>	ils avaient un chien
<i>Piv en doa chañs ?</i>	<b>Qui avait de la chance ?</b>
<i>me am boa chañs</i>	j'avais de la chance
<i>te az poa labour</i>	tu avais du travail
<i>eñ en doa amzer</i>	il avait du temps
<i>hi he doa poan-benn</i>	elle avait mal à la tête
<i>ni hor boa c'hoant-kousket</i>	nous avions envie de dormir
<i>c'hwi ho poa chañs</i>	vous aviez de la chance
<i>int o doa labour</i>	ils avaient du travail
<i>Pegoulz ez poa poan ?</i>	<b>Quand avais-tu mal ?</b>
<i>dec'h em boa poan</i>	hier, j'avais mal
<i>dec'h ez poa poan</i>	hier, tu avais mal

<i>dec'h en doa poan</i>	hier, il avait mal
<i>dec'h he doa poan</i>	hier, elle avait mal
<i>disul hor boa amzer</i>	dimanche, nous avons du temps
<i>disul ho poa amzer</i>	dimanche, vous aviez du temps
<i>disul o doa amzer</i>	dimanche, ils avaient du temps
<i>me n'em boa ket c'hoant</i>	je n'avais pas envie
<i>te n'ez poa ket c'hoant</i>	tu n'avais pas envie
<i>eñ n'en doa ket c'hoant</i>	il n'avait pas envie
<i>hi n'he doa ket c'hoant</i>	elle n'avait pas envie
<i>ni n'hor boa ket c'hoant</i>	nous n'avions pas envie
<i>c'hwi n'ho poa ket c'hoant</i>	vous n'aviez pas envie
<i>int n'o doa ket c'hoant</i>	ils n'avaient pas envie
<b>Verbe kaout (avoir)</b>	<b>Présent d'habitude</b>
<i>Petra az pezh da zebriñ ?</i>	<b>Qu'est-ce-que tu as à manger ?</b>
<i>pesked am bez bemdez</i>	j'ai du poisson (à manger) tous les jours
<i>pesked az pezh bemdez</i>	tu as du poisson (à manger) tous les jours
<i>pesked en dez bemdez</i>	il a du poisson (à manger) tous les jours
<i>pesked he dez bemdez</i>	elle a du poisson (à manger) tous les jours

<i>chistr hor bez bemdez</i>	nous avons du cidre (à boire) tous les jours
<i>chistr ho pezh bemdez</i>	vous avez du cidre (à boire) tous les jours
<i>chistr o dez bemdez</i>	ils ont du cidre (à boire) tous les jours
<i>Piv en dez kig ?</i>	<b>Qui a de la viande ?</b>
<i>me am bez kig</i>	j'ai de la viande
<i>te az pezh kig</i>	tu as de la viande
<i>eñ en dez kig</i>	il a de la viande
<i>hi he dez kig</i>	elle a de la viande
<i>ni hor bez gwin</i>	nous avons du vin
<i>c'hwi ho pezh gwin</i>	vous avez du vin
<i>int o dez gwin</i>	ils ont du vin
<i>Pegoulz ez pezh amzer ?</i>	<b>Quand as-tu du temps ?</b>
<i>bemdez em bez amzer</i>	tous les jours, j'ai du temps
<i>bemdez ez pezh amzer</i>	tous les jours, tu as du temps
<i>bemdez en dez amzer</i>	tous les jours, il a du temps
<i>bemdez he dez amzer</i>	tous les jours, elle a du temps
<i>bemdez hor bez amzer</i>	tous les jours, nous avons du temps
<i>bemdez ho pezh amzer</i>	tous les jours, vous avez du temps
<i>bemdez o dez amzer</i>	tous les jours, ils ont du temps

<i>n'em bez ket amzer</i>	je n'ai pas de temps
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Conditionnels</b>
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Conditionnel 1 (potentiel)</b>
<i>am befe</i>	
<i>az pefe</i>	
<i>en defe</i>	
<i>he defe</i>	
<i>hor befe</i>	
<i>ho pefe</i>	
<i>o defe</i>	
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Conditionnel 2 (irréel)</b>
<i>am bije</i>	
<i>az pije</i>	
<i>en dije</i>	
<i>he dije</i>	
<i>hor bije</i>	
<i>ho pije</i>	
<i>o dije</i>	
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Temps composés</b>

<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Passé composé</b>
<i>riv am eus bet</i>	froid j'ai eu
<i>me am eus bet riv</i>	moi, j'ai eu froid
<i>bet em eus riv</i>	j'ai eu froid
<i>n'em eus ket bet riv</i>	je n'ai pas eu froid
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Plus-que-parfait</b>
<i>riv am boa bet</i>	froid j'avais eu
<i>me am boa bet riv</i>	moi, j'avais eu froid
<i>bet em boa riv</i>	j'avais eu froid
<i>n'em boa ket bet riv</i>	je n'avais pas eu froid
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Futur antérieur</b>
<i>riv am bo bet</i>	froid j'aurai eu
<i>me am bo bet riv</i>	moi, j'aurai eu froid
<i>bet em bo riv</i>	j'aurai eu froid
<i>n'em bo ket bet riv</i>	je n'aurai pas eu froid
<b>Verbe <i>kaout</i> (avoir)</b>	<b>Conditionnel 1 (potentiel) passé</b>
<i>bet em befe riv</i>	j'aurais eu froid (C1)
<b>Verbe <i>bezañ</i> (être)</b>	<b>Conditionnel 2 (irréel) passé</b>
<i>bet em bije riv</i>	j'aurais eu froid (C2)

<i>Verboù direizh: ober</i>	Verbes irréguliers: faire
Verbe ober (faire)	Présent
<i>Petra a rez bemdez ?</i>	Que fais-tu tous les jours ?
<i>ober a ran ma labour</i>	je fais mon travail
<i>ober a rez kafe</i>	tu fais du café
<i>ober a ra soubenn</i>	il fait de la soupe
<i>ober a reomp krampouezh</i>	nous faisons des crêpes
<i>ober a rit poan</i>	vous faites du mal
<i>ober a reont trouz</i>	ils font du bruit
<i>ober a reer tan</i>	on fait du feu
<i>Piv a ra kafe ?</i>	Qui fait du café ?
<i>me a ra kafe</i>	moi, je fais du café
<i>te a ra kafe</i>	toi, tu fais du café
<i>eñ a ra kafe</i>	lui, il fait du café
<i>hi a ra kafe</i>	elle, elle fait du café
<i>ni a ra chokolad</i>	nous, nous faisons du chocolat
<i>c'hwi a ra chokolad</i>	vous, vous faites du chocolat
<i>int a ra chokolad</i>	eux, ils font du chocolat
<i>an nen a ra chokolad</i>	on fait du chocolat

<i>Petra a ra bemdez ?</i>	Que fait-il tous les jours ?
<i>kafe a ran bemdez</i>	du café je fais tous les jours
<i>kafe a rez bemdez</i>	du café tu fais tous les jours
<i>kafe a ra bemdez</i>	du café il fait tous les jours
<i>kafe a reomp bemdez</i>	du café nous faisons tous les jours
<i>kafe a rit bemdez</i>	du café vous faites tous les jours
<i>kafe a reont bemdez</i>	du café ils font tous les jours
<i>kafe a reer bemdez</i>	du café on fait tous les jours
<i>Pegoulz e rez kafe ?</i>	Quand fais-tu du café ?
<i>da lein e ran kafe</i>	au petit-déjeuner, je fais du café
<i>da lein e rez kafe</i>	au petit-déjeuner, tu fais du café
<i>da lein e ra kafe</i>	au petit-déjeuner, il fait du café
<i>da lein e reomp kafe</i>	au petit-déjeuner, nous faisons du café
<i>da lein e rit kafe</i>	au petit-déjeuner, vous faites du café
<i>da lein e reont kafe</i>	au petit-déjeuner, ils font du café
<i>da lein e reer kafe</i>	au petit-déjeuner, on fait du café
Verbe ober (faire)	Présent (* forme utilisée après le sujet)
<i>a ran</i>	
<i>a rez</i>	

<i>a ra</i>	
<i>a reomp</i>	
<i>a rit</i>	
<i>a reont</i>	
<i>a reer</i>	
<i>a ra*</i>	
Verbe ober (faire)	Futur (* forme utilisée après le sujet)
<i>a rin</i>	
<i>a ri</i>	
<i>a raio</i>	
<i>a raimp</i>	
<i>a reot / a reoc'h</i>	
<i>a raint</i>	
<i>a reor</i>	
<i>a raio*</i>	
Verbe ober (faire)	Imparfait (* forme utilisée après le sujet)
<i>a raen</i>	
<i>a raes</i>	
<i>a rae</i>	

<i>a raemp</i>	
<i>a raec'h</i>	
<i>a raent</i>	
<i>a raed</i>	
<i>a rae*</i>	
Verbe ober (faire)	Conditionnels
Verbe ober (faire)	Conditionnel 1 (potentiel) (* forme utilisée après le sujet)
<i>a rafen</i>	
<i>a rafes</i>	
<i>a rafe</i>	
<i>a rafemp</i>	
<i>a rafec'h</i>	
<i>a rafent</i>	
<i>a rafed</i>	
<i>a rafe*</i>	
Verbe ober (faire)	Conditionnel 2 (irréel) (* forme utilisée après le sujet)
<i>a rajen</i>	
<i>a rajes</i>	
<i>a raje</i>	

<i>a rajemp</i>	
<i>a rajec'h</i>	
<i>a rajent</i>	
<i>a rajed</i>	
<i>a raje*</i>	
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Temps composés</b>
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Passé composé 1 (auxiliaire <i>kaout</i>)</b>
<i>graet em eus kafe</i>	j'ai fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet ec'h eus ('teus / 'peus) kafe</i>	tu as fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet en deus kafe</i>	il a fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet he deus kafe</i>	elle a fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet hon eus kafe</i>	nous avons fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet hoc'h eus / ho peus ('peus) kafe</i>	vous avez fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>graet o deus kafe</i>	ils ont fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Passé composé 2 (auxiliaire <i>kaout</i>)</b>
<i>me am eus graet kafe</i>	moi, j'ai fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>te ac'h eus ('teus / 'peus) graet kafe</i>	toi, tu as fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>eñ en deus graet kafe</i>	lui, il a fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>hi he deus graet kafe</i>	elle, elle a fait du café (aux. <i>kaout</i> )

<i>ni hon eus graet kafe</i>	nous, nous avons fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>c'hwi hoc'h eus / ho peus ('peus) graet kafe</i>	vous, vous avez fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>int o deus graet kafe</i>	eux, ils ont fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Passé composé 3 (auxiliaire <i>bezañ</i>)</b>
<i>bet on oc'h ober kafe</i>	j'ai fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet out oc'h ober kafe</i>	tu as fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet eo oc'h ober kafe</i>	il a fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet omp oc'h ober kafe</i>	nous avons fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet oc'h oc'h ober kafe</i>	vous avez fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>bet int oc'h ober kafe</i>	ils ont fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Passé composé 4 (auxiliaire <i>bezañ</i>)</b>
<i>me zo bet oc'h ober kafe</i>	moi, j'ai fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>te zo bet oc'h ober kafe</i>	toi, tu as fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>eñ zo bet oc'h ober kafe</i>	lui, il a fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>hi zo bet oc'h ober kafe</i>	elle, elle a fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>ni zo bet oc'h ober kafe</i>	nous, nous avons fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>c'hwi zo bet oc'h ober kafe</i>	vous, vous avez fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<i>int zo bet oc'h ober kafe</i>	eux, ils ont fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Plus-que-parfait</b>

<i>graet em boa kafe</i>	j'avais fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>bet e oan oc'h ober kafe</i>	j'avais fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Futur antérieur</b>
<i>graet em bo kafe</i>	j'aurai fait du café (aux. <i>kaout</i> )
<i>bet e vin oc'h ober kafe</i>	j'aurai fait du café (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Conditionnel passé 1</b>
<i>graet em befe kafe</i>	j'aurais fait du café (aux. <i>kaout</i> ) (C1)
<i>bet e vefen oc'h ober kafe</i>	j'aurais fait du café (aux. <i>bezañ</i> ) (C1)
<b>Verbe ober (faire)</b>	<b>Conditionnel passé 2</b>
<i>graet em bije kafe</i>	j'aurais fait du café (aux. <i>kaout</i> ) (C2)
<i>bet e vijen oc'h ober kafe</i>	j'aurais fait du café (aux. <i>bezañ</i> ) (C2)
<b>Verboù direizh: mont</b>	<b>Verbes irréguliers: aller</b>
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Présent</b>
<b><i>Petra a rez bemdez ?</i></b>	<b>Que fais-tu tous les jours ?</b>
<i>mont a ran d'ar gêr</i>	je vais à la maison
<i>mont a rez d'ar gêr</i>	tu vas à la maison
<i>mont a ra d'ar gêr</i>	il va à la maison
<i>mont a reomp d'ar gêr</i>	nous allons à la maison
<i>mont a rit d'ar gêr</i>	vous allez à la maison

<i>mont a reont d'ar gêr</i>	ils vont à la maison
<i>mont a reer d'ar gêr</i>	on va à la maison
<b><i>Piv a ya da Gemper ?</i></b>	<b>Qui va à Quimper ?</b>
<i>me a ya da Gemper</i>	moi, je vais à Quimper
<i>te a ya da Gemper</i>	toi, tu vas à Quimper
<i>eñ a ya da Gemper</i>	lui, il va à Quimper
<i>hi a ya da Gemper</i>	elle, elle va à Quimper
<i>ni a ya da Gemper</i>	nous, nous allons à Quimper
<i>c'hwi a ya da Gemper</i>	vous, vous allez à Quimper
<i>int a ya da Gemper</i>	eux, ils vont à Quimper
<i>an nen a ya da Gemper</i>	on va à Quimper
<b><i>Da belec'h ez ez ?</i></b>	<b>Où vas-tu ?</b>
<i>da Gemper ez an</i>	à Quimper je vais
<i>da Blourin ez ez</i>	à Plourin tu vas
<i>da Dreboull ez a</i>	à Tréboul il va
<i>da C'harlann ez eomp</i>	à Garlan nous allons
<i>da Wened ez it</i>	à Vannes vous allez
<i>da Vrest ez eont</i>	à Brest ils vont
<i>da Vur ez eer</i>	à Mûr-de-Bretagne on va

Verbe <i>mont</i> (aller)	Présent (* forme utilisée après le sujet)
<i>ez an</i>	
<i>ez ez</i>	
<i>ez a</i>	
<i>ez eomp</i>	
<i>ez it</i>	
<i>ez eont</i>	
<i>ez eer</i>	
<i>a ya*</i>	
Verbe <i>mont</i> (aller)	Futur (* forme utilisée après le sujet)
<i>ez in</i>	
<i>ez i</i>	
<i>ez aio</i>	
<i>ez aimp</i>	
<i>ez eot / ez eoc'h</i>	
<i>ez aint</i>	
<i>ez eor</i>	
<i>a yelo*</i>	
Verbe <i>mont</i> (aller)	Imparfait

<i>ez aen</i>	
<i>ez aes</i>	
<i>ez ae</i>	
<i>ez aemp</i>	
<i>ez aec'h</i>	
<i>ez aent</i>	
<i>ez aed</i>	
<i>a yae*</i>	
Verbe <i>mont</i> (aller)	Conditionnels
Verbe <i>mont</i> (aller)	Conditionnel 1 (potentiel) (* forme utilisée après le sujet)
<i>ez afen</i>	
<i>ez afes</i>	
<i>ez afe</i>	
<i>ez afemp</i>	
<i>ez afec'h</i>	
<i>ez afent</i>	
<i>ez afed</i>	
<i>a yafe*</i>	
Verbe <i>mont</i> (aller)	Conditionnel 2 (irréel) (* forme utilisée après le sujet)

<i>ez ajen</i>	
<i>ez ajes</i>	
<i>ez aje</i>	
<i>ez ajemp</i>	
<i>ez ajec'h</i>	
<i>ez ajent</i>	
<i>ez ajed</i>	
<i>a yaje*</i>	
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Temps composés</b>
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Passé composé (auxiliaire <i>bezañ</i>)</b>
<i>aet on e kêr</i>	je suis allé en ville (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Plus-que-parfait (auxiliaire <i>bezañ</i>)</b>
<i>aet e oan e kêr</i>	j'étais allé en ville (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Futur antérieur (auxiliaire <i>bezañ</i>)</b>
<i>aet e vin e kêr</i>	j'aurai été en ville (aux. <i>bezañ</i> )
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Conditionnel passé 1</b>
<i>aet e vefen e kêr</i>	j'aurais été en ville (aux. <i>bezañ</i> ) (C1)
<b>Verbe mont (aller)</b>	<b>Conditionnel passé 2</b>
<i>aet e vijen e kêr</i>	j'aurais été en ville (aux. <i>bezañ</i> ) (C2)

<b>Verboù direizh: gouzout</b>	<b>Verbes irréguliers: savoir, connaître</b>
<b>Verbe gouzout (savoir)</b>	<b>Présent</b>
<i>gouzout a ran piv eo</i>	je sais qui c'est
<i>gouzout a rez petra eo</i>	tu sais ce que c'est
<i>gouzout a ra petra zo</i>	il sait ce qu'il y a
<i>gouzout a reomp pelec'h emaooc'h</i>	nous savons où vous êtes
<i>gouzout a rit da biv eo</i>	vous savez à qui c'est
<i>gouzout a reont gant piv emeon</i>	ils savent avec qui je suis
<i>gouzout a reer pegoulz emañ</i>	on sait quand c'est
<i>me a oar ruseg</i>	je connais le russe
<i>te a oar ruseg</i>	tu connais le russe
<i>eñ a oar ruseg</i>	il connaît le russe
<i>hi a oar ruseg</i>	elle connaît le russe
<i>ni a oar ruseg</i>	nous connaissons le russe
<i>c'hwi a oar ruseg</i>	vous connaissez le russe
<i>int a oar ruseg</i>	ils connaissent le russe
<i>an nen a oar ruseg</i>	on connaît le russe

<i>brezhoneg a ouzon bremañ</i>	le breton je connais maintenant
<i>brezhoneg a ouzout bremañ</i>	le breton tu connais maintenant
<i>brezhoneg a oar bremañ</i>	le breton il connaît maintenant
<i>brezhoneg a ouzomp bremañ</i>	le breton nous connaissons maintenant
<i>brezhoneg a ouzoc'h bremañ</i>	le breton vous connaissez maintenant
<i>brezhoneg a ouzont bremañ</i>	le breton ils connaissent maintenant
<i>brezhoneg a ouzer bremañ</i>	le breton on connaît maintenant
<i>bremañ e ouzon brezhoneg</i>	maintenant, je connais le breton
<i>bremañ e ouzout brezhoneg</i>	maintenant, tu connais le breton
<i>bremañ e oar brezhoneg</i>	maintenant, il connaît le breton
<i>bremañ e ouzomp brezhoneg</i>	maintenant, nous connaissons le breton
<i>bremañ e ouzoc'h brezhoneg</i>	maintenant, vous connaissez le breton
<i>bremañ e ouzont brezhoneg</i>	maintenant, ils connaissent le breton
<i>bremañ e ouzer brezhoneg</i>	maintenant, on connaît le breton
<b>Verbe gouzout (savoir)</b>	<b>Présent</b>
<i>a ouzon</i>	
<i>a ouzout</i>	

<i>a oar</i>	
<i>a ouzomp</i>	
<i>a ouzoc'h</i>	
<i>a ouzont</i>	
<i>a ouzer</i>	
<b>Verbe gouzout (savoir)</b>	<b>Futur</b>
<i>a ouezin</i>	
<i>a ouezi</i>	
<i>a ouezo</i>	
<i>a ouezimp</i>	
<i>a ouezoc'h</i>	
<i>a ouezint</i>	
<i>a ouezor</i>	
<b>Verbe gouzout (savoir)</b>	<b>Imparfait</b>
<i>a ouien</i>	
<i>a ouies</i>	
<i>a ouie</i>	
<i>a ouiemp</i>	
<i>a ouiec'h</i>	

<i>a ouient</i>	
<i>a ouied</i>	
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Conditionnels</b>
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Conditionnel 1 (potentiel)</b>
<i>a oufen</i>	
<i>a oufes</i>	
<i>a oufe</i>	
<i>a oufemp</i>	
<i>a oufec'h</i>	
<i>a oufent</i>	
<i>a oufed</i>	
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Conditionnel 2 (irréel)</b>
<i>a ouijen</i>	
<i>a ouijes</i>	
<i>a ouije</i>	
<i>a oujemp</i>	
<i>a oujec'h</i>	
<i>a oujent</i>	
<i>a oujed</i>	

<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Temps composés</b>
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Passé composé (auxiliaire <i>kaout</i>)</b>
<i>gou(v)ezet em eus respont</i>	j'ai su répondre (aux. <i>kaout</i> )
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Plus-que-parfait (auxiliaire <i>kaout</i>)</b>
<i>gou(v)ezet em boa respont</i>	j'avais su répondre (aux. <i>kaout</i> )
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Futur antérieur (auxiliaire <i>kaout</i>)</b>
<i>gou(v)ezet em bo respont</i>	j'aurai su répondre (aux. <i>kaout</i> )
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Conditionnel passé 1</b>
<i>gou(v)ezet em befe respont</i>	j'aurais su répondre (aux. <i>kaout</i> ) (C1)
<b>Verbe <i>gouzout</i> (savoir)</b>	<b>Conditionnel passé 2</b>
<i>gou(v)ezet em bje respont</i>	j'aurais su répondre (aux. <i>kaout</i> ) (C2)